



Kenta bloavez.-N°1

7 a Genver 1912

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PETRA EO AN DRA-MAN ?

Va farrisioniz ker, lakeet em.euz en fenn ober evit ar barrez, bep niz, eun tanik gazeten, a berder pe eiz pazen, ne hano "Kannad".

Marteze e savoc'h anezhan dister ha paourik en he zoare. Ma karit sonjeal coulsgoude e comprenoc'h buhan avoallac'h ne man ket he galloud ho A.Persoun ober evidoc'h eur gazeten vraz.. Kais re a draou a vank dezhan evit kementse.

Mes peray ober eur C'hannad ?

O velet eun dra nevez evelhen er barrez, n'eo ket souezuz o pefe o'hoant da o'houzout. pesa sonj ha pesa o'hoant en euz an hini er gra.

Ma en em lakan da ober ar C'hannad-man, n'eo ket evit va flijadur hag evit caout berroc'h va amzer rac gouzout a ran mad pell zo n'eo ket an dra-man eul labour eez ha plijaduruz. Ouspenn n'eo ket labour a vank d'ia e c'hiz-all.

Ma en em lakan da ober ar C'hannad-man, n'eo ket ive evit beza meulet ha deuet mad gant an dud, rac gouzout a ran mad ive an den a ra all labour-man a gav muioc'h a dud d'e zicrial eget u'e veuli.

Pa en em lakeer da ober eun tam labour, peurvuia eo evit tenna eun tam profit bennag diouthan; mad va sonj ha va o'hoant-me na maint ket aze. Va sonj ha va o'hoant eo e profitfe va labour deoc'hui ha deoc'hui ebken. Na glaskin dre ar C'hannad-man nemet ober vad ha plijadur deoc'h.

Ober vad, pennoz ? O rei deoc'h da anaout guirionezou ar Religion hag ho teveriou a gristen.

Meur a dra zo o peuz izom da o'houzout ha na o'hellan ket lavaret deoc'h nag en ho tiez nag euz ar gador-breg abalamour na m'euz ket a amzer pe abalamour d'euz rezom all bennag. Ar C'hannad-man a reio ar peuz na o'hellan ket ober e moc-all.

Cuir eo, ha red en anzao, er barrez-man, an dud a anavez guelloc'h ho religion hag ho deveriou a gristen eget e meur a barrez all euz hor bro. Evelato avechou na o'helloc'h ket anaout mad ar virionez hag ar gao, ar mad hag ar fall.

Na gredan ket e ve kals scridou fall en ho touez. mes evel ar re all, kals traou fall ha faoz a glevoc'h hag avechou sur na ouzoc'h ket en em zifen dioutho: sclerigen a vank deoc'h.

Ober a rii ho teveriou a religion avechou eb gouzout perag e rii anezho: scleriger a vank deoc'h.

A nebeudou, dre ar C'hannad-man, e claskin kas beg enoc'h eul loden euz ar sclerigen o peuz izom evit anaout ar virionez hag ho teveriou.

